

Dornskridoù Milin : Kanaouennouù

57. GWERZ SANTEZ HELENA

(Ar werz-mañ a zo bet moulet iveau war follennouù distag un daouzek gwech bennak, dindan an ano : Histoar admirabl eus a vuhez Santes Helena, pe : Histor admirabl eus a vuez Santez Helena. Sell. ouzh Jozéb Ollivier : La chanson populaire bretonne sur feuilles volantes, niv. 773 A ha B. Roet e vez dimp ganto meneg eus an oberour dre al lizerennouù-mañ : C.G.R.M., da lavaret eo : Composet gant R.M.

Ar c'hemmoù a notan er marz dindan al lizerennouù f.d. = follenn distag, a zo tennet eus ar mouladur enkskrijet gant Ollivier dre an niv. 773 Bc : Lanhunon, en t' intavez Ar Goffic.)

Brema e fell din diskleria
ar vuez /euz/ a santez Helena
bexit attentif d'he c'hlevet ° a-us: glac'haret
ho kaloun zur a vo touchet° Klevet a reot he buez
Karget eo a dristidigez ° a-us : hag
/gant/° ar martiriz e deuz bet ° a-us : hag
a zo gant hi c'hoarvezet.
/me lavaro dehoc'h/° pen da ben ° a-us : Klevet a reoc'h
e voa kaer ar femelen °
a gement a vije kavet
gant ar bed oll oa enoret.
Bez' oa a vrasha galite ° f.d.: roue guirion
pa voa merc'h oa eur roue
rak merc'h voa d'ar roue Anton
e Konstantinople war ann tron.
P'oa pap e Roum sant Clemens
hennez a ioa euz he lignez.
hag a ioa er bed ganet
er bieaz pevar c'hant dek.
goude an inkarnasion
euz a Jezuz hon redemtion° Beza ede e Konstantinopl
estimet braz oa gant he bobl.
pa ede an oad a bemzek vloaz
he man digant hi a varvaz
e falliez° d'he zad he c'haouet ° W : fallvezaz

evit ma vije dezhan pried.
 Mont a eureu da gaout ar pab
 en esper /da/ kaout he c'hraz vad
 ha kaout ive konsantamant
 da zimezi d'he verc'h iaouank.
 Ar pap Clemens pa er c'hlevaz
 gant euz braz a /respontaz/ lavaraz
 peleac'h ma'r c'hristen war ar bed
 a gemerfe he verc'h da bried.
 gant Doue ha gant an iliz eo difennet
 na vije james heureujet -bis-
 ann tad d'ar verc'h nep pepred° ° f.d.: james nepred
 ma vije eureujet ar verc'h d'an tad
 hennez a vije eur c'hrim exekapl.
 eur c'hrim a enep al lezen
 siuaz, e-touez ar gristenien.
 pa devoa klevet helena
 ec'h arruje sur kement ma/
 war ar mor ez eo ambarquet
 e Londrez° eo en em gavet. ° f.d.: en Flandrez
 eno pa'z eo en em gavet
 /ebarz/ er c'hluz eo en em rentet
 hag a ioa tōst d'an abati
 e teuaz ar c'hleier da zini° ° f.d.: E commanças
 Neuze an holl leanezed son ar c'hlec'hi.
 a ioa holl ker braz estonet° ° a-us: meurbet souezet
 o klevet ar c'hleier o soun
 ma'z ejont holl en o raison° ° f.d.: en orêson.
 (+ f.d.: Hac int mont da sellet neuze
 Piou a voa êru er c'hontre,
 Mar remerqjont eur femelen
 A zeue d'ho c'haout pen-da ben.)

Mont a rejont e procession
 gant respet ha devosion
 evit monet d'he rankontri
 gant eur joa vraz d'he zaludi.
 Hi a ioa nec'het braz ive
 oc'h ho gwelet holl evelse
 renket tout enn eur vanden
 o tont d'he rankontr evelhen.
 Neuze e recevjont anezhi
 kunduet gantho d'ho abati.
 Gouzout a raent a dra serten
 oa karet gant ann aotrou souveren.
 Mez ne drezenaz ket pell ganthe
 timat e rank chench kontre
 /gant/° ar roue Eutrabon°° ° a-us : dirak
 °° f.d.: Catebron

Dornskridoù Milin : Kanaouennoù(Gwerz_Santez_Helena)

eun den kruel ha diraison.
 mont a reaz war bord ar mor
 o klask savetei he enor
 hag e pedaz ar merdiet° ° f.d.: merdaïdi
 mar plij gant ho he ambarqui
 P'edo o vont e kreiz ar mor braz
 eun dra horrubl a c'hoarvezaz
 an dud ioa el lestr a ioa lazet
 gant ar c'hoursaerien arajet
 excepent santez Helena
 a ioa eur femellen ar gaera
 ° en esper kaout he gwerc'hed ° + hag
 e voe ganthro reservert.
 En oraison en em lakeaz
 da Jezuz ec'h en em ofraz
 M'ho ped va Jezuz, va Roue,
 conservet din va virginité.
 Kerkent ha m'e doa great he feden
 d'hor zalver Jezuz evelhen
 an tan euz an en a gouezaz
 an dud ioa el lestr holl a zevaz.
 Hi a /ioa/° preservert koulskoude ° a-us: voe
 gant° ui tam planken dre c'hraz Doue ° a-us: war
 pehini en deveuz he rentet
 e bord rivier ar Vir° ° f.d. : rivier Sign
 Ar rivier ze ia bête Londrez
 eno z eo eur villajen° ° f.d. : eur verjez
 eur feunteun/hag abask/° ° a-is : a gafaz
 enn he c'hichen ec'h azezaz° ° a-is : tiskennaz
 Ar roue Herri he gwelaz
 barz en eun dristidigez vraz
 azezet stal ar feunteun
 ha ne voe den en he c'hichen.
 Tostaat a ra out-hi
 evit goulenn diganathi :
 livirit din prestamant
 a beleac'h oc'h merc'hik iaouank.
 Me zo eus a Constantinopl
 a gerent pinvidik ha nobl
 hag a zo ana echappet
 a dre zacuern ar varbarec.

Va c'halonig a fatig din
 naoun am beuz, n'hellan mui,
 pell 'zo me n'em beuz drebet tam
 va c'halounik em c'hreiz a rann.
 Ar roue Herri pa he c'hlevaz
 d'e omonier e komandaz
 mont da gerc'hat prest dezhi
 peadra evit he zoulaji.
 Neuze hag hen he c'has gantha° ° f.d.: Neuze en e
 en he di da loja ° c'hassas ganthâ
 hag o tont d'he recommandi
 evel unan euz a dud he di.
 Prest goude voe great ar banked° ° f.d.: Goude-se e voant
 ha d'ar roue Herri heureujet
 ar fest a badas ganthe
 betek an nombr a ugent de.
 Daou vloaz hantier ho deuz bevet
 en ho flijadur assuret
 pen° en em gafaz dougerez ° f.d.: Qen
 Neuze° e devoue °° gwall vuez. ° a-us: allaz °° a-us:
 Digant he mam gaer ar zantez
 e devoe kalz a baourente
 hervez ma rapport an histor
 ha pa lenner he buez.
 Ar roue Herri a ieaz timat
 da gaout an tad santel ar pab
 evel° ma zoa dezhan komandet ° a-us: rak
 mont da gombat ar sarrazinet.
 Lezel a e ure secret
 tri verk kaer° euz he gached ° f.d. : er guer
 rei reaz unan da Helena
 hag un all da Vari Claustra° ° f.d. : Clocestra
 An trede neuze a roaz
 d'ar c'hont a ioa he vignoun braz,
 da bini e recommandaz
 he bried gant affliction braz.
 Glac'haret braz oant asamblez
 o lavaret adieu dezhan en he balez
 neuze e voent eiz vloaz war n ugent
 heb en em welet e nep hent.
 Helena e deveuz ganet
 daou wugel zo kaer meurbet
 he mam gaer a ra da gredi
 penaoz e devoa bet° daou gi ° a-us : ganet

(+ f.d. : Ar roue Herri pa glevas,
 A voe certen estonet bras,
 O clevet e devoa ganet

Dornskridoù Milin : Kanaouennou(Gwerz_Santez_Helena)

Daou guy evelse e briet.)

Helena a zo komdanet
 ma vije he breac'h dezhi trouc'het
 hag amarret he bugale
 unan a bep tu dezhi° ° f.d.: unan dezi a peb coste
 War ar mor ec'h ambarquaz
 e Breiz Izel e tiskennaz
 al lestr en deuz he c'honduet
 Da Londrez a zo retournet.
 Kriz vije 'r galoun na welje
 oc'h he gwelet neb a vije
 o rei da zena d'he bugale
 hag hi prest da vervel diganthe.
 Da gousket en em lakeaz
 daou leon gouez ar c'hood a zeuaz
 a gasas ganthro an daou vugel
 kement-ma certen a ioa kruel.
 An ermit a ioa er c'hood
 dioc'h ar c'hri ez eaz° timad ° a-us : a zeuaz
 a gasaz ganthan an daou vugel
 a dre grifou an daou leon cruel.
 Unan anezho Britiko° a hanvaz ° f.d. : Bric
 egile Martin a c'halvaz
 ho dacu e voant ganthan savet
 epad c'houezek vloaz actet.
 Epad an amzer ma
 edo e Naonet Helena
 eun ostizez a gafaz
 truez outhi a gemeraz.
 He derc'hel eureu da zervicha
 ebarz en ti an distera
 disprizet oa gant pep hini
 lakeat oa da dorcha listri.
 Ober a rea gant dilijanz
 heb ober jamez repuans° ° f.d.: repugnanç
 kement a ordrenet dezhi
 hep market he c'hontraigni.
 Gwelit ama grek eur roue
 karguet a humilite
 rentet ken humbl ha ken izel
 dirak ar bed universel.
 An humilite a iel d'an en

ann dud superb a choumo adre
 ann humilite zo exaltet
 ar superbite zo diskaret.
 Ar roue Herri distro a Roum
 ha gant han edo ar roue Anton
 arruet eo enn he balez
 ebarz er gear a Londrez.
 allaz eno pa eo erruet
 ar c'hont Klocern° en deuz kavet ° f.d.: Gloucester
 hag e c'houleñnaz diout ha
 peleac'h voa eat Helena.
 Nao mez choazer° a zo digaset ° f.d.: nao messager
 dirak ar roue da lavaret
 en devoa great pemp liser ° f.d.: o doa digasset
 ar c'hont Clocern a dra skler. peb'a lizer D'ar c'hont
 Mez eunn all a zeuaz goude Gloucester, a dra scler.
 hennez a lavar ar virione ° f.d.: oa bet
 allaz, penaoz oant° trahisset
 gant ar rouanez koz assuret.
 Ar rouanez koz zo koundaonet ° a-us: ma vije °° f.d.:
 da veza° ez veo°° devet en beo
 abalamour m'e devoa lakeat trouc'ha° he breac'h da Helena ° f.d.: trec'hi
 brec'h Helena.
 (+ f.d. :
 Me lavaro d'eoc'h ar recit
 An daou vuguel hag an Ermit,
 Ha pennos voa an disparti
 Ebars er c'hoat gant cals a gri.)
 An ermit war bord ar rivier
 a zeuaz gant an daou vugez
 ama, emezhan, o kaviz
 ganen d'am zi o tigasiz.

(Adalek amañ betek ar fin, ez eus kemmoù
 stank etre testenn Vilin hag hini ar foll-
 enn distag, kement ha kement ma n'hellin
 ket bepred notañ anezho. Betek-henn kouls-
 koude en em heulie an diw gentel kompez ha
 plaen. Evit al lodenn diwezhañ-mañ e se-
 blant kentoc'h testenn Vilin bézañ renket
 gwelloc'h eget hini ar folleñn.)

/c'houezeek vloaz a zo brema/
 /abaoe ma ho kaviz ama/
 gant ho mam baour abandonnet
 e kreiz etre bleizi ha leonet.

Dornskridoù milin : Kanaouennou(Gwerz Santez Helena)

Gant truez ouzoc'h m'ho kemerañ
 ho tigasis ganen d'am ermitach
 Me am beuz ho savet ha maget
 epad c'houezek vloaz assuret.
 ar vugale pa her c'hlevjont
 out han dioc'h tu e tistrojont
 penaõz eta, ermit mad,
 ha ne ket c'houi eo hon tad.
 Nan sur, va bugale vad,
 evidcun me n'oun ket ho tad,
 kredi a hellit, bugale vad,
 oun bet servichet deoc'h da dad
 pa em beuz ho savet ha maget
 oc'h elevet hoc'h instruet^o ° M :epad 16 vl. assuret
 Pa edont o tiviz evelse
 merdietet en em gav ene^{oo} ° f.d. : merdaïdi ^{oo}= eno
 C'houezek vloaz a zo brema
 pa'z eaz dre'n hent ma Helena^o ° f.d. : testenn fazius
 glac'haret braz ha desolet hep mar ebet.
 /gant/ ^o daou vugel e doa kollet ° a-us : rak
 ne doa ket breac'h nemet unan
 da zikour an daou vugel bian.
 Neuze a lavaraz Martinic
 dioc'h tu d'he vreur Britik
 Deomp da glask brema hor mad
 pa ned eo ket an ermit hon tad.
 An ermit a ioa trist meurbéd^o ° f.d. : mankout a ra
 pa ho c'hlevaz o lavaret evel an 8 gwerzenn
 ez eant ho daou da glask ho mad war lerc'h.
 pa n'ca ket /an ermit/ ^o ho zad ° a-us : hen oa
 Kredi a hellit, bugale vad,
 ez our servichet deoc'h da dad,
 me am beuz ho savet ho maget
 hoc'h elevet hoc'h instruet
 epad c'houezek vloaz assuret.
 Ar merdietet pa ho c'hlevjont ° f.d. : merdaïdi
 dezho neuze a lavarjont
 deut era el lestr ni hoc'h ambarco
 en douar asur ri ho lakaio.
 Mez akarc en em zispartia
 an ermit a lavar d'ho briata^o ° f.d. : mankout a ra
 ho pezet sonj, va bugale, evel ar 5 gwerzenn
 en ho yedennou bemde war lerc'h.

/me a bedo ive evidoc'h/
 m'em bezo sonj ac'hanoc'h em re
 coulz en noz evel en de.
 War ar mor ec'h ambarkjont
 en alamagn e tistrojont^o. ° a-us: ec'h errujont
 En alamagn p'int erruet
 ez eont ho daou a ru da ru
 ma ho gwelaz ar Rouanez
 a ioa erru en he falez.
 Ordren a eureu d'he mest joaser^o ° f.d.: messager
 mont da gerc'hat an daou vugel ze
 ker kaer o c'have vel an de
 allaz, ho gloar a asmire^o ° f.d.: Clorianda o admire
 Neuze evel tud assambleto^o ° f.d.: affamet
 en em gavjont da zibri ho boued^o ° f.d.: ne squizent o
 E bro Bavier e konter ive tibri o boëd.
 e voa eur brezel kruel,
 mez bez' e voant victorius
 an daou vugel dre c'hraz Jezuz.

(+ f.d.: Martin a voa eun den vaillant
 Hac ebars er gombat sanglant
 Laha reas cals a Zarrazinet
 Ha cals deus an Turquianet.

An Itron Varia Bouloigne
 O sicouras sur an deiz-se,
 Hag evit caout ar victoar
 Dre c'hraq Jesus voar an douar.)

Martinik a ioa aumonier
 karget da zoulaji ar beorien ger
 Britik a ioa oviser^o ° = ofiser
 ha ioa vaillant en he zever.

(Ar poz-mañ a vank er follenn distag ;
 houmañ avat a lavar :

Da Dour e teujont ac'hane,
 Eur gaer so en Tourene,
 Sant Martin a voa aumonier
 Da rei soulach d'ar beorien qer.

O lenn ar pozioù war lerc'h e weler
 mat ned eo sant Martin Tours nemet Martinik, mab Helena. Setu penaos e vez
 graet an istor gant gwerzioù ar bobl :
 awalc'h eo eus un heñvelder bennak a
 anoioù evit gallout kenstagañ hep diae-
 samant darvoudoū dizarempred.

Dornskridoù Milin : Kanaouennouù(Gwerz Santez Helena)

Hag-eñ e talv ar boan lavarout n'he
 deus gwerz Helena netra da welout gant
 an istor, nag a dost, nag a bell, nag
 hini Santez Helena, nag hini Sant Kle-
 mens, nag hini Sant Martin. E keñver
 mojenouriezh avat eo sklaer ez eus amañ
 peadra da sachañ an evezh.)

Ho mam da Dourz° ives a zeuaz ° a-us : Tours
 gant eur baourenteze vraz
 en dervez ma edo o tistribui
 Martinik ann aluzon da bep hini.
 evel ma he gwelaz
 e teuaz da zoñj dezha
 enn he vam Helena.
 A ziagent en doa klevet
 oa he treac'h diouthi trouc'het.
 tostaat a ra outhi
 evit goulen digati
 eus a beleac'h oc'h, greg, emezha,
 c'houi ne doc'h ket euz ar vro ma.
 Gant eur joa vraz en em salujont
 Aotrou Jezuz, eme Helena,
 ha va bugale e ve ar re-ma.
 Ho Jezuz, roue an Tron,
 hou-ma ar gonsolation
 da eur tam devoa kollet
 he daou vugel, setu hi kavet.
 Ne zeziren ken abarz mervel
 nemet ho kwelet, va daou vugel,
 ho pezet sonj em memor
 keid ha ma vioc'h war an douar.
 M'em be sonj ac'hanoc'h ive
 pa vin e rouantelez an ee
 pa vin eus gant ann elez
 o veuli Roue da jamez.

VVVVVVVVVVVV

(Keñverian : Buez Santez Helena, tragedien ann tri act,
 Lanruor, e ty ar GOFFIK, mouller ha levrer, ru ar c'ha-
 buçunet, 1862; 108 pajenn. Ned eo ar werz-mañ nemet un
 diverratur anezhi.)